

SALM 97

C'hwehved sul Fask B

M. : Adrien CAVAREC

D. Dou - e a zis - klêr e drec'h d'an oll bo - blou.

Kanit d'an Aotrou eur c'han nevez,
Rag burzudou e-neus greet ;
Dre e zehou hag e vrec'h santel
E-neus gounezet an trec'h.

An Aotrou 'neus roet da anaoud e zilvidigez,
D'ar poblou 'neus disklêriet ar justis ;
Soñj e-neus bet euz e vadèlèz,
Euz e fealded e-keñver ti Izrael.

Oll zibennoù an douar
O-deus gwelet trec'h on Doue.
Youhit evid an Aotrou, douar a-béz,
Youhit, kanit ha sonit.

R. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations.

*Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint, par sa main puissante,
il s'est assuré la victoire.*

*Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël.*

*La terre tout entière a vu
la victoire de notre Dieu.
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez !*